



Sekretourva ar baradoz

Pezh c'hoari savet gant 6vet, 5vet diwan Treglonoù 2005
gant sikour Sonia Orriger.

1 1 ° Kregiñ ar ra an abadenn gant ar sekretourez... Dont a ra war al leurenn en ur ganañ. komz a ra d'an arvesterien.

Ar sekretourez : Ma ! spi am eus e vo nebeutoc'h a istrogell eget dec'h. Amañ e sekretourva ar baradoz, e vez kavet forzh peseurt tud. Ken diaez eo bet a-wechoù, on bet rediet implijout daou baotr evit sikour ac'hanon. Ma! Pelec'h emamp? SURENTEZZZZZZZZ !

Sonerezh « men in black » Ober a reont ur c'horollerezh

Paotred ar surentez : Itron, prest oc'h da zegemer an dud.

Ar sekretourez : Prest on. Digerit an nor.

2° Ur paotr n'eus labouret e-barzh ur sirk ha ne ra nemet ober farsadennoù difent.

Dont a reont war al leurenn gant ur sonerez « ska »,en ur lakaat kroc'hennoù bananez e pep lec'h .

Ar paotr : Demat deoc'h dimezell, oh!!!!petra eo, un dra ho peus amañ....(diskouez a ra un dra war e chupenn,)pistach ah, ah...tapet.

Ar sekretourez : bon, echu gant ar farsadennoù? Gallout a ran ober va labour?

Ar paotr : Ya, ya digarezit dimezell, ur chewing gum evit ma zigareziñ ?

Ar sekretourez : ya, perak ket. BEURK. Petra eo, ur blaz pebr a zo !!! (o fulori emañ ar sekretourez)

Ar paotr : Ah, ya, digarezit, n'em eus ket graet a-ratozh, faziet am eus pakad (*sellout a ra ouzh an arvesterien en ur c'hoarzhin.*)

Ar Sekretourez : ma kendalc'hit ez an da lakaat ho anv evit mont d'an ifern, sur on e vo laouen kenañ an diaoul o tebriñ *chewing gum* pebr..

Ar paotr : Paouez a ran....Ur Ur farsadenn vihan o tudiañ eo?
sekretourez : Ur plac'h hag a blij dezhi c'hoarzhin on.

Ar paotr : Daoust hag eñ e anavezit istor toto er privezioù?

Ar Sekretourez: Ne ran ket.

Ar paotr : Me kennebeut, prennet e oa an nor.

Ar Sekretourez:

Ar paotr : N'eo ket gwir ! Ne blij ket deoc'h c'hoazhin.

Ar Sekretourez: geo, met n'eo ket fentus tamm ebet.

Ar paotr : Unan all ? Fentusoc'h. (*Kontañ Ur farsadenn fentus*)

Ar Sekretourez: Hemañ, n'eo ket fall, dre chañs evidoc'h. Bon, echu gant ar sotonioù... penaos oc'h marvet ?

Ar paotr : kouezhet on war ur groc'henn bananez am boa lezet da straniñ....

Ar Sekretourez: Ah, Ah paket oc'h bet gant ho c'hoarioù sot!!!!

Ar paotr :....

Ar Sekretourez: N'ouzon ket petra ober ganeoc'h. Ma lezan ac'hanoc'h da vont d'ar baradoz e vo ur bordel spontus, me 'zo sur.

Ar paotr : Oh, nann, ket en ifern!!! Paouez a rin gant ma sotonioù...met, na lakit ket ac'hanon en ifern... mar plij... (Tostaat a ra diouzh ar sekretourez.)

Ar Sekretourez: oh!!! Pegen brav eo ar bleuñv a zo war ho kwiskamant!! Gallout a ran c'hwezhañ anezho ???

Ar paotr : sur!!! (ha, ha, ha !) (dour a zo e-barzh ar vleunienn)

Ar Sekretourez: Bon, aet on skuizh ganeoc'h, gounezet ho peus ho plas en ifern...ah diouzhtu !!

Ar paotr : Nann, mar plij, mervel a rin ma z'an d'an ifern !!!

Ar Sekretourez: MET, MARV OC'H DIJA. SURENTEZ!!!!!!!!!!!!

Paotred ar surentez : YA, dimezell, ezhomm ho peus eus ouzhomp.

Ar Sekretourez: ya, unan all 'zo da gas d'an ifern !!!!

3° Un den politikel a fell dezhañ mont d'an ifern dre m'emañ e holl vignoned eno der m'o deus louzet gevier a hed o buhez evit bezañ dilennet, laeret arc'hant ... hag all hag all

Dont a ra ar paotr war al leurenn gant ur sonerezh ar " guignols de l'info".

Ar paotr : Intron sekretourez..

Ar sekretourez : Demat, pegen laouen on o tegemer ac'hanoc'h.

Ar paotr : jentil oc'h...ma vijen ket marvet em befe o implijet giz sekretourez.

Ar sekretourez : lakaat a ran ho anv diouzhtu da vont d'ar baradoz.

Ar paotr : na lakit ket, d'an ifern e fell din mont.

Ar sekretourez : ha perak ta, d'an ifern ?

Ar paotr : an darn vrasañ eus ma mignoned a zo en ifern...er baradoz e vefen ma unan

Ar sekretourez : ya, met petra o deus graet ho mignoned evit mont d'an ifern?

Ar paotr : Laeret o deus arc'hant, louzet o deus gevier a hed o vuhez...hag all...

Ar sekretourez : ha c'hwi daoust hag eñ ho peus un abeg resis evit ma kasfen ac'hanoc'h d'an ifern...

Ar paotr : Ur bern dimezell ! Louzet am eus gevier me ivez, evit bezañ dilennet....graet am eus ur brezel....prenet em eus traoù evit va ezhommoù personel gant arc'hant ar stad.

Ar sekretourez : bon, kit da welet ho mignoned, laouen e vo an diaoul ouzh ho tegemer, ur paotr ken speredek, ken dizonest.

Ar paotr : ho trugarekaat a ran.

4° Ur plac’h baba cool a zo o tont war al leurenn, ar sekretourez a zo gwarizius peogwir eo brav kenañ ar plac’h. Ar plac’h se n’eus doujañs evit an en-dro, sikouret he deus ar re baour, graet he deus ur bern traoù dispar evit ar bed..

Dont a ra war al leurenn gant ar sonerezh “ san Franscisco”, en ur c’hwezhañ war ar bleunioù.

Ar plac’h : demat deoc’h, Intron...

Ar Sekretourez : Demat !!!(drouk) bon, petra emaoch oc’h ober amañ , e-lec’h mont d’an « erer gozh », pe me oar me...

Ar plac’h : just a-walc’h, o vont d’an erer gozh e oan gant ma marc’h houarn (ya, ne fell ket din kaout ur c’harr tan peogwir e ra re a loustoni)h a just a-walc’h, unan eus ar binviji brein-se en deus flastret ac’hanon...

Ar Sekretourez : Ah ya ??? hag a re e oa en oto `zo marvet ivez ?

Ar plac’h : An holl...marv...

Ar Sekretourez : En ur skrivañ war fichenn ar plac’h...(d’an arvesterien) Fellout a ra deoc’h mont d’ar baradoz, padal he deus lazhet tud.... Mod-all, petra all ho peus graet a-hed ho puhez.....??

Ar plac’h : Nebeut a draoù, doujañs m’eus bet ouzh al loened, loen debrerez n’on ket...

Ar Sekretourez : Morse n’ho peus debret kig???

Ar plac’h : geo, un tammig pa oan bihan...

Ar Sekretourez : D’an arvesterien en ur skrivañ (fellout a ra dezhi mont d’ar baradoz, padal he deus lazhet ur bern loened pa oa bihan...)

Ar plac’h : Mod-all on bet o sikour ar re gozh, roet am eus arc’hant d’an holl glaskerien-vara a oa war ma hent....

Ar Sekretourez : d’an holl...?

Ar plac’h : ket, ur wech ne oa gwenneg toull ebet ganin...

Ar Sekretourez : D'an arvesterien (fellout a ra dezhi mont d'ar baradoz padal he deus laosket ur paourkaezh klasker-bara da vervel war ar riblenn...)bon, setu tout????

AR plac'h : Ya, d'am soñj.....ur goulenn am eus, lavarit din ma `zeus bleunioù er baradoz.

AR sekretourez : Ur bern,!! Met, n'ho po ket tro da sellout outo der m'emaoc'h o vont d'an ifern...

Ar plac'h: d'an ifern.....n'eo ket gwir... sikourit ac'hanon.

Ar sekretourez : surentez!!!!

Paotr ar surentez : heulie ac'hanomp hep gêr ebet.

Ar plac'h : n'hallan ket mont d'an ifern....ar sekretourez a lavar forzh petra..

Paotr ar surentez : penaos, adlavarit-se din...

Ar plac'h : gwir eo, foll eo ar sekretourez !!!

Paotr ar surentez : *en ur ober un taol war revr ar plac'h*, an diaoul a zo vont da zeskiñ deoc'h an doujañs ouzh an dud..kit kuit, d'an ifern !!!!!

5° Ur paotr a fell dezhañ mont d'an ifern dre m'eo troet war an alkol, ne vo alkol ebet er baradoz....Ar sekretourez ne gave abeg ebet evit lakaat anezhañ en ifern, neuze e vo lakaet er baradoz hep e asant.

Dont a ra ar paotr war al leurenn gant ur sonerezh , « encore un rhum ». Kemer a ra ar sekretourez ur voutailhad dindan e vurev.

Diviz :

Ar sekretourez : D....

Ar paotr : Me a lar deoc'h !!! ma fompinell, m'eus ket c'hoant mont d'ar baradoz..

Ar sekretourez : ha perak, ta.. ?

Ar paotr : d'ho soñj e vo kavet gwin mat er baradoz ???..... Ket, ne vo nemet chug frouezh.

I

Ar Sekretourez : ya, kompren a ran...met, N'hallan ket lakaat ac'hanoc'h en ifern hep kaout un abeg a-zoare.

Ar paotr : evañ a rahum

Ar Sekretourez : traoù fall ho peus graet en ho puhez....

Ar paotr : M'eus ket.....re jentil on bet. Labourat a raen en un davarn, ha d'am soñj m'eus roet plijadur d'ur bern tud.... Setu perak, d'am soñj m'eus ar gwir dibab al lec'h e lec'h ma varvin.

Ar Sekretourez : hum, hum. Mat eo bet ho puhez....(en ur skrivañ)

AR paotr : Me am eus sikouret ur bern tud hag na oa ket fentus o buhezioù, dont a raen en tavarnioù tamm kaozeadenn, ha ...hop...aet kuit ar soñjoù fall, Setu perak, d'am soñj m'eus ar gwir da zibab al lec'h e lec'h ma 'z in.

Ar Sekretourez : hum, hum sikouret ho peus ur bern tud.....(en ur skrivañ)

Ar paotr : Ya, ur bern, Setu perak, d'am soñj m'eus ar gwir dibab lec'h ma marv....

Ar Sekretourez : Na lavarit ket sotonioù amzer 'zo evit dilezel ho kwerenn.N'e ket mat evit o yec'hed. Dilezit ar "poezon" se....bezit fur....surentez!!!!er baradoz....

Ar paotr : en ur huchal!!!!!!ma yec'hed, met ME ZO MARV!!!!!!

6° Ur paotr brav kenañ, merc'hetaer a-feson anezhañ a fell dezhañ mont d'ar baradoz, padal n'eus graet nemet traoù spontus

Dont ar ra ur plac'h war al leurenn gant sonerezh Tango, o tañsal gant ar sekretourez emañ. Dont a ra hi da vezañ sot gantañ.

Ar paotr : Demat, poupinell !!!

Ar Sekretourez : demat deoc'h, (*adlakaat a ra he blev e plas*)

Ar paotr : ken brav oc'h hiziv, pe ? ... marteze ho peus graet un dra bennak, n'hall ket bezañ naturel??

Ar Sekretourez : N'am'eus graet mann ebet....(*sell a ra outañ nebeut amzer ha goude ur prantad e adkrog gant he labour*) neuze aotrou, penaos oc'h marv.

Ar paotr : lazhet on bet.

Ar Sekretourez: lazhet? met, gant piv?

Ar paotr : n'ouzon ket resis, met hervez ar boliserien am boa ur bern enebourien...

Ar Sekretourez : Ha perak `ta?? Ur paotr ken brav ha c'hwi.

Ar paotr : Un nebeut traoùigoù drouk am eus bet tro d'ober em buhez.

Ar Sekretourez : Sur on, n'eo ket kalz a dra, Ur paotr ken kreñv, ken kigennek ha c'hwi, n'hall ket bezañ ken grevus a-se.

Ar paotr : Trugarez vras, Intron, ur plac'h a feson oc'h...

Ar Sekretourez : Neuze, petra `n diaoul ho peus graet evit bezañ lazhet.

Ar paotr : pellgomzet m'eus da G.W Bush evit ma vefe graet ar brezel en Irak gantañ.

Ar Sekretourez : Ah, YA, memes tra... met benn ar fin, on sur ha n'eo ket ho fazi, dre m'en dije ket selaouet dianavezet gantañ.

Ar paotr : Me `lar deoc'h, kendrec'hus on bet. N'ez in ket d'an ifern ? mar plij.

Ar Sekretourez : meuh, Nann, ket evit un dra ken sot a se... petra all ho peus graet?

Ar paotr : e bro indonesia e oan pa'eo c'hoarvezet an tsunami ha beuzet m'eus ur c'hant den bennak eno. Met n'eo ket gant-se ez in d'an ifern, ket ?

Ar Sekretourez : Marvet vijent hepdoc'h forzh penaos. N'ez it ket d'an ifern evit un draig ken sot a-se... petra all o p eus graet?

Ar paotr : Lakaet am eus ur menez skorn war ar mor evit ma ,z afe d'ar stad an Titanic.

Ar Sekretourez : Ha ya, Ober a ra kalzig, memes tra !!!!met, sur on ho poa abegoù resis evit ober se....

Ar paotr : Ah, Ya, ur bern abegoù !!!!

Ar sekretourez : ha, n'ouzoc'h ket gant piv oc'h bet lazhet ???

Ar paotr : n'ouzon ket. Met gouzout a ran gant petra... gant ur c'harr nij....a-us da New-York e oan evit mont da weladenniñ ar vro, ha, gwelet am eus un tour bras dirazon, ha netra ken.

Ar sekretourez : Ma faourkez, gant ar pezh spontus ho peus bevet, ho peus gounezet ho plas da vont d'ar baradoz..

Ar paotr : trugarez vras deoc'h....Intron....(mont a ra kuit d'ar baradoz en ur c'hoarzhin).

7° Ur c'hlasker bara a gont gevier war e vuhez

Dont a ra ur paotr war al leurenn gant sonerezh <Mission Impossible>.

Ar paotr : Demat dimezell !

A sekretourez : Demat aotrou !!!Gwelout a ran eo bet start ho puhez, o chom da gousket er maez, e pad ar goañv. Lavaret eo bet din e oc'h marvet abalamour d'ar yenijenn. Lakaat a ran ho anv diouzhtu 'vit mont d'ar baradoz. Kempouezañ a raio ho puhez spontus...

Ar paotr : MA vuhez ! spontus ! Arabat lavar traoù giz-se... kousket em eus er-maez alies, dre ma oan e karg spiañ an dud evit ar gouarnamant.

Ar sekretourez : Gwir !!! Spier e oac'h neuze.(*dedennet tre*)

Ar paotr : hag e oan, evit gouarnamant breizh...

Ar sekretourez : ha !! ya (*en ur verzhout e oa o livañ gevier*)

Ar paotr : ya, labourat a raen evit an FBI breizhat...

Ar sekretourez : hum, hum (*en ur skrivañ traoù*)

Ar paotr : Graet em eus tro breizh da ziharpañ raktresoù an teroristed a felle dezho distruj parlamant breizh.

Ne oa ket tu din mont da vevañ da lec'h resis ebet, e mod-all ,vijen bet merzhet, tapet pe me ,oar me.

Meur ar wech am eus saveteet buhez hor prezidant, pa oa oc'h ober tro ar bed evit e zarempredoù etrevroadel. Tud a felle dezho lazhañ anezhañ. Ya, arabat disoñjal eo breizh ar vro galloudusañ war ar bed!!

Ar sekretourez : ya, ya. Sell'ta paotr, just a-walc'h m'oa ezhomm eus unan bennak evit teurel evezh ouzh an diaoul... d'am soñj e vefec'h gouest d'en ober.

Gant al lamponed a zo en ifern me ,lar deoc'h e vefe mat kaout un den evelloc'h eno. Klevet em eus e oa teroristed a blijfe dezho lazhañ an diaoul.

Ar paotr : mat eo din

Sonerezh James bond...

Ar paotr (*da baotred ar surentez*) : digerit an nor, mar plij....

8°Ur c'haner brudet kenañ ,zo vont da zañsal dirak an dud gant div zañserez.

Dont a reont war al leurenn en ur ober ur c'horegrafi Sonerez <Queen>.

Ar Sekretourez : Demat deoc'h aotrou François, pegen laouen on ouzh ho kwelet en ma burev..

Ar c'haner : N'eo ket evit bezañ displijus, met, me 'lar deoc'h e vefe gwelloc'h din bezañ en ul lec'h all.

An div blac'h : sell penaos eo gwisket (hihihi !!!).

Ar sekretourez : Penaos eo c'hoarvezet ?? ac'hanta! pegen trist eo o soñjal en ho Fan !!!!Pegen trist e tleont bezañ !

An div blac'h : piv n'eus troc'het e vlev ? Ar jardiner ?(hihihih!)

Ar Sekretourez: Bon, penaos eo c'hoarvezet, penaos oc'h marvet ?

Ar c'haner : Penaos din me, Gwelout a rit, ne oa ket ken mat ha se, abaoe am eus divizet skarzhañ ma holl sonerien... ha, dec'h hon eus resevet kement a domatez m'on eus bet beuzet enno... !!!

An div balc'h : Sellet t'eus ouzh he botoù ??? amprestet he deus anezho d'he mamm gozh??

Ar c'haner: (en ur gomz etre e zent) Paouezit!!!! fellout a ra deoc'h mont d'an ifern??

Paotred ar surentez : Ya, Plas a zo, a sur on e vefe laouen an diaoul ouzh ho kwelet gwisket ken brav ha m'emaoc'h!!!!

An div blac'h (feuket....) :.....pikez!!!

Ar Sekretourez : petra ho peus lavaret???? Bon, mat eo!!! D'an ifern, diouzhtu !surentez !

F : ne c'hellomp ket lakaat anezho en ifern !!!! ma dañserezed int !

Ar s : Ne ran ket foutre-kaer!!!displijus int bet!!!

F : ne laoskin ket ac'hanoc'h !!!!

Ar s : ah, ya !! SURENTEZZZZZZ!!!! Bon, an holl d'an ifern!!!Surententez!!!!

(En em gannañ a reont war sonerezh ???)

9° Olivier a fell dezhañ mont d'ar baradoz dre m'emañ e vignon eno.

Dont a ra war al leurenn gant ur benveg sonerezh, en ur selaou ouzh sonerezh rap. Kerzhout a ra giz tud ar vannlev, ha padal...

Ar Sekretourez: Demat, penaos 'mañ kont?

Olivier : Euh, yo, sister (*en ur saludiñ anezhi giz tud ar vannlev*)

Ar Sekretourez: Mat tre, mat tre ..neuze, paotr yaouank penaos oc'h marvet ,ta ?

Olivier : en em lazhet on dre ma felle din mont da welet ma mignon steph, hag a zo marvet ar sizhun baseet!!!

Ar Sekretourez: Euh ya, met...

Olivier : ne chomin ket pell! 'Vit gwir, laoskit ac'hanon da vont-tre !!!

Ar Sekretourez : met....

Olivier : Zi'va...'vit gwir...,ne chomin nemet 1/4 eur da amzer din gwelet stef ha mat pell zo..

Ar Sekretourez: Met n'hallan, ket , ne ya ket an traoù en-dro giz-se...

Olivier : 'vit gwir ! na ra ket da baourkaezh maouez... ne chomin nemet 10 munut, ne cheñcho 'tra evidout...

Ar sekretourez : ne c'hellan ket....

Olivier :ZI VA, 5 munutenn....emaon o vont.

Ar Sekretourez : Gortozit, petra `fell deoc’h gwelout gant ho mignon.

Olivier : Aet eo kuit d’ar baradoz gant ma lenner mp3...plijout a rafe din kaout anezhañ en dro.

Ar Sekretourez : MET N’ez a ket an traoù en dro mod-se !

Olivier : ha perak `ta ?

Ar Sekretourez : Dre m’eo ret bezañ bet graet traoù mat evit mont d’ar baradoz... petra mat an diaoul o p’eus graet ?

Olivier : `vit gwir... abadenn joe starr he deus plijet din ar muiañ... se eo ar pezh gwellañ m’eus bet tro d’ober em buhez.

Ar Sekretourez : Trawalc’h, Sur on oc’h ur paotr feuls... lavaret e vez alies er skinwel eo feuls tre yaouankizoù ar vannlev... D’an ifern diouzhtu !!! PAOTRED AR SURENTEZ, DEUIT !!!...

Olivier : (ur bistolenn a zo gant Olivier en e chakod, tapout krog ar ra gant e bistolenn er sekretourez” ha digeriñ a ra dor ar baradoz) Stef!!!, hey, Stef!!, `vit gwir, *karotet* , p’eus ma lenner mp3.

Ar Sekretourez : ,vit gwir, n’emañ ket ganin, roet em eus anezhañ da vomo evit ma rofe anezhañ dit en-dro.

Olivier : `vit gwir, pa welin anezhañ e vo gwelet-se. kenavo ma c’henderv... Dont a raio momO d’az kwelet dizale.

10° Ar sekretourez a zo tremenet skuizh gant he labour (lavarout a ra se d’an arvesterien araok ma teufe an tad-kozh hag ar vamm-gozh war al leurenn. O kousket war he c’hador emañ ar sekretourez). Imoret fall eo ar sekretourez der m’eo bet dihunet .

Ar paotr hag ar plac’h a zo o tont war al leurenn gant ur sonerezh fromus. Pa erruont emañ ar sekretourez oc’h ober grimasoù

Ar sekretourez : pffff, demat ! (*hep sellout outo*)

An tad kozh : Demat, dimezell....penaos `mañ kont ? Ul labour plijus ho peus...lakaat an dud drouk en ifern, hag ar re jentil er baradoz...

Ar sekretourez : pffffff, n’eo ket plijus bemdez.. Traoù fall ho peus da ziskleriañ?(*drouk*)

Ar vamm gozh/ An tad kozh: N’hon eus ket!!!!

Ar sekretourez : Sur oc'h n'ho peus graet tra fall ebet a-hed ho puhez ?

Ar vamm gozh : Ur vuhez plijus kenañ hon eus bet, gant kalz a vugale vihan....en em garet omp a-hed hor buhez, hep sellout ouzh ar re all...

An tad kozh : heu...ya.....gwir eo...

Ar sekretourez : n'oc'h ket sur, tad kozh, amañ e c'hellloc'h lavarout pep tra.

An tad kozh : ya, gwir eo, met un istor kozh eo...(komz a ra gant e wreg)...soñj teus eus ar sekretourez a laboure ganin pa m'eus kejet ganit e 1930.

Ar vamm gozh : Ya, soñj m'eus mat ! ya, melen he blev, bras, brav....ya soñj m'eus mat.(*e fulor !*)

An tad kozh : perak out e fulor, n'eo netra, nemet e lec'h goulenn diganit dimeziñ ganin eo bet darbet din goulenn-se ganti... lavaret eo, un afer gozh eo forzh penaos.

Ar vamm gozh : un afer gozh !!!!!!!(*o skeiñ outañ gant e zisglavier emañ hi*) ma mije ouziet an istor-se araok, n'em bije ket dimezet ganit lampon. un afer gozh !!!!!

An tad kozh : met, ma dousig bihan.....ne oa netra...

Ar sekretourez : itron, ma fell deoc'h kas anezhañ d'an ifern em eus un abeg mat.

Ar vamm gozh : ya, kae d'an ifern, sur on e vo da sekretourez vrein eno.

An tad kozh : ma lapin bihan....

Ar vamm gozh :d'en ifern...SURENTEZ..

Paotr ar surentez : deuit aotrou....

Ar sekretourez hag ar vamm gozh : < tad-kozh Brein !>